

# Me'gar ma dent



Ur mousc'hoarzh evit tout ar vuhez

Ober pep tra  
evit derc'hel  
ma dent yac'h !



 **CHRU**  
BREST  
CENTRE HOSPITALIER  
REGIONAL UNIVERSITAIRE

 **VILLE DE**  
**Brest**

Servijañ a ra ma dent da zebriñ, da vouse'hoarzhin, da gomz.  
Kemer a reont perzh e kresk ma bizaj.

## Mat da c'houzout

Reviñ a ra an dent pa vezont taget gant trenkennoù. Troet e vez ar sukr e trenkennoù gant ar mikrobed.

Goude tagadenn an trenkennoù, e teu an halv d'ober war-dro ar freuz. Met ezhomm en devez un tamm amzer...



## Penaos ober evit derc'hel ma dent yac'h ?

### Stourm a ran ouzh ar mikrobed

Skarzhañ a ran ar mikrobed gant ma broust-dent goude ar predoù


Cherch a ran ma broust-dent pa zeu e vlev da vezañ spernet

Da bep hini e vroust-dent !




Implijout a ran toaz-dent evit diloueziñ ma genoù ha kreñvaat ma dent

### Diwall a ran diouzh ar sukr



### Pelec'h emañ kuzhet ?



## Un draig da c'houzout ouzhpenn

Pa'z an da gousket : broustañ a ran ma dent ha ne zebran ha ne evan netra gant sukr e-barzh !

Diskouez a ran ma dent d'an dentour ur wech ar bloaz



# Reolennoù AOUP



Abaoe bloavezhioù e vez kinniget obererezhioù yec'hed publik el live broadel evit aozañ an dizarbenn a-fet yec'hed genoù ha dent ar vugale. E Penn-ar-Bed e skoazellomp hag e sikouromp ar raktres-se.

Kevelerien ar raktres :



Gant en skoazell :



Troet gant ar gevredigezh Bod Kelenn

